

O Kristennien, o pet true,  
 Niñ a zo Kristennien ive ....

+ (1)

Madou an douar na padont pad,  
 Gant ho madou gret impli vad.

Niñ a moamp goëch all en hon bro  
 Tie, loened, douar ha mado;

Ar [fr] sort zo Koët war hon loened,  
 Ar gernes neus sulliet hon ed,

01 verso)

Ar baouranteg so war hon zol,  
 Hag ar brezel en toul hon dor,

Ar vossen zo n' hon gwelou  
 Ar quiad kinvid war hon zreuzou.

Ô Kristennien, o pet true,  
 Chui po eom ive marteze!

⏏

### Variantes.

+

Niñ a moamp goëch all en hon bro  
 Tie, loened, douar ha mado;

Breman, siwas! na mamp netra...  
 Roit-hu dimp eun tam bara...

Eun tam bara erwit bevan  
 Eur c'hornek er c'hraou erwit lojan.

⏏

(1).-- Le signe + est au crayon dans le ms..

110

Au fol° 202 recto, seulement le titre :

ar beïen.

(202 recto)

Rien au fol° 202 verso.

Au fol° 203 recto, se trouve la note suivante :

Treguier

(203 recto)

Les pauvres.

Après les guerres de la ligue les pauvres de  
la Cornouaille, chassés de chez eux par la famine (1)  
vinrent mendier sur les côtes de Treguier.

Nous avons vu ce fait douloureux se reproduire en 1816.

---

(1).- Le ms. Penguern a: famille.

[rien au fol° 203 verso.]

Au fol° 204 recto, seulement le titre :

Baron Nevet

(204 recto)

Rien au fol° 204 verso.

Au folio 205 (bout de papier), au recto se trouvent les indications  
suivantes :

P : 374

(205 recto)

T. V. 2<sup>e</sup> serie

des mem. de Micheaud et

Poujoulat

affaire de Guemadec et  
du Baron de nevet

[rien au fol° 205 verso.]  
et 206 recto.